

Third Revelation

Troisième Révélation

# TREDE DISKULIADUR

NIVERENN 11

SÃO PAULO (BRASIL)

EOST 1958

PA VEZ ARNE.- Gant an arneziou a dremen eo diaes awalc'h choueñ. Ken arneuet e vez a-wechoù an dreñwel politikel ma kav deomp n'eus esper ebet ken ha ne dalv ket ar boan enebiñ ouzh an darvoudou, hag en em lakaomp da zaskrenañ gant bro-mañ-bro an nep unan pe reoù all. Kenent-se a lak stad an traou da wasaat. Ar pezh a ranker ober eo choueñ neptu, ha pediñ evit ar peoc'h. Kontañ a ra an Aviel edo Jezuz ur wech gant e ziskibien o treizañ ul lenn, hag e savas ur gorventenn ken kreñv war al lenn ma teuas son d'an diskibien, rak Jezuz a oa o kousket. Neuze e tihunjont ar Lestr, a sioulaas ar gorventenn. A c'hell bezañ c'hoarvezet rak Jezuz en doa galloud awalc'h evit se. Gwirionheñveloc'h eo, avat, ne vije nenet ur gentel, gwisket gant un darvoud natur. Awalc'h e voe d'an diskibien bezañ dihunet Jezuz evit n'en em sant-fent adarre leun a feiz. Evel-se e rankomp ni ober ives. E kenent lec'h n'en em gavoùp e-kreiz un "arne" bennak, er gêr, gant ar wreg pe ar vugale, pe er burev, pe war ar straed, arabat deomp lakaat eol war an tan, soñjomp er pezh a vije ret deomp ober na heuilhfemp an Aviel, pedomp evit ma teuy sklerijenn d'ar re ne gourenront ket, ha prederiomp mat war an heuliadou à zeuy diwar ion doare ober pe gonz. An Aviel a zo levr ar vubez hag ennañ e kavioù atav, na klaskoùp mat, ur respont d'hor c'hudennou. Pa vez "arne" klaskoùp eta kuzul an Aviel pe, e geriouù all, dalc'homp Jezuz dihun en hor c'hreiz !

TREDE DISKULIADUR

## UL LEVR-GODELL DIWAR-BENN AN ADENKORFADUR

Kavout a reer e gwerzh e São Paulo ul lovr e saozneg diwar-benn an Adenkorfadur: "Have we lived before ? Do we live again ? Can we accept the hypnotic proof of reincarnation as set forth in the search for Bridey Murphy ? HERE ARE THE FACTS. YOU DECIDE.

### REINCARNATION

the whole startling story

By Dewitt Miller

What is REINCARNATION ? ...how does it work ?" h.a., embannet gant Bantam Books, New York.

Daoust d'an aozer bezan̄ a-enep ar gredenn en Adenkorfadur - eñ a zo eus ar re a rank "gwelout evit krediñ" - en eo dudius-tre e levr. Diskrouez a ra deomp ar pezh a leverer a-du gant liesded ar buhezioū, ha da c'houde, ar pezh a zo, sanset, a-enep.

"An dud, eze an aozer (p.29), a gr̄od en Adenkorfadur, er Stadoū Unanet, a zo da nebeutan̄ ur milion, ing an niver-se a zle bezan̄ o kreskin buan". A drugarez Doue !

War bajenn 41 e lennomp klement-mañ: "Many Catholic and Protestant church writers have approved the doctrine of rebirth, ranging from St. Augustine, St. Gregory and St. Francis of Assisi to the late Dean Inge of St. Paul's Cathedral in London and Cardinal Mercier of Belgium (who found that belief in reincarnation did not conflict with Catholic dogma)". Er bajenn 43 e skriv c'hoazh: "The early church embraced reincarnation until the Council of Constantinople in 553 A.D."

E-touez ar fedoū, prouet, a greñva ar gredenn en Adenkorfadur, menegomp an daou-mañ, tennet eus al levr:

Ur strollad touristed amerikan a zo o weladenniñ Palez an Alambra e Granada e miz eost 1935. Ur blenier a zo ganto. E-touez an douristed-se ez eus ur plac'h, bremañ e kar, en ur skol merc'hed eus Kalifornia, anavezet gant an aozer, Dewitt Miller. Kabiten ar "Guardia Civil", a zo o tiwall ar palez, un den ha n'eo ket troet d'ober van ouzh-an douristed, a zeu aze, a ginnig ur gador d'ar plac'h hag a doull kaoz ganti dicouzhtu o klask komz outi e saozneg. Hi a oar nebeud a spagneg ives. Neuze e lavar dezhi: "Ne gavot netra amañ gwall jennet abaoe ar wech diwezhan̄ ez oc'h bet amañ, senora". Kredin a ra d'an Amerikanez he c'henener ar c'habiten evit unan all bennak, hogen hemañ a bed anezhi da weladenniñ ar palez gantañ. Goude lavarout dezhi en doa graet Charlez pemp un nebeud kelloù, deut fall, er savadur ken kaer-se, e verz adarre ar c'habiten pa'z erruont er Sal Kibellian: "emañ dres evel la oa p'edoc'h amañ". Strafuilhet eo ar plac'h. Ur pennadig da c'houde ez en em gav an Amerikanez hag he blenier gant an douristed all e Sal ar C'hannaded hag ar c'habiten ouzh he lezel gant he c'henvroiz a lavar dezhi: "nemet er pezh a sell ouzh an arrebeuri, e kavot anezhi dres evel n'hoc'h eus he anavezet". Eñ porzh he deus c'hoant bras da derriñ ur bod mirt, hogen n'her gra ket dre na kav dezhi e vije saotrañ al lec'h. Ar c'habiten, nebeud da c'houde, a ginnig dezhi ur struj mirt, en ur lavaret : "an dra-tañ

# Ar mab foran: nagan hiniall!

(S. Lukas XV-11/32)

"Lavarout a reas (Jezuz) dezho c'hoazh: un den en devoe daou vab. Hag e lavaras ar yaouankañ anezho d'e dad: Tad, ro din al lodenn eus an tiegezh a zle dont din. Hag en a rannas an tiegezh etrezo o daou. Ha nepell da c'houde ez eas ar mab yaouankan, oc'h ober ur pakad eus e holl draoù, d'ur vro estren, hag eno e tispignas e holl beadra, o ren ur vuhez fall. Hag ur wech u'en devoe dispignet pep tra, setu ma tegouezas er vro-se un naon vrás hag e krogas da santout an dienez. En em dennan a reas neuze alese hag en em lakaas gant un den eus an douar-se. Bieañ, evelato, a gasas anezhan d'ur park dezhāñ, da ziwall ar loc'h. Alan en doa c'hoant da gargar e zoñ gant nez, eus ar re a zebre ar moc'h; hogen den ne roe dezhāñ. Etek ma welas sklaer hag a lavaras: NAG A ZEVEZHOURIEN A ZO TI VA ZAD, O DEUS BARA FOURNUS, HA LE ALAN O VERVEL GANT AN NAON ! SEVEL A RIN, HAG EZ IN DA GLASK VA ZAD HAG E LAVARIN DEZHĀÑ: TAD, PEC'HIN AL EUS GRAET OUZH AN NEÑV HA DIRAZOUT. N'OUN KEN DELLEZEK A VEZAÑ GALVET DA VAB; GRA OUZHIN EVEL EUS UNAN EUS DA ZEVEZHOURIEN. Sevel a reas neuze hag ez eas da glask e dad. Ha p'edo en o tont, pell c'hoazh, e voo gwelet gant e dad, a cholras teneraet a druez, hag o redek, e lakaas e zivrec'h en-dro d'e gouzoug evit e vriatan, hag e pokas dezhāñ. Hag ar lab a lavaras dezhāñ: tad, pec'hin am eus graet ouzh an neñv ha dirazout, n'oun ken dollezek a vezan galvet da vab. Neuze e lavaras an tad d'e vevelien: tenrit buan e wiskarant gwellan ha swiskit-en dezhāñ, ha lakait dezhāñ ur bizour en e viz ha botou en e dreid. Degasit iveau ul leue lart ha lazhit-en evit ma tebrimp ha ma vo plijadur. Rak ar mab-mañ din a oa marv ha deuet eo en-dro d'ar vuhez, kollet e oa ha kavet eo bet. Hag e krogjont da ober banvez. Hogen ar mab koshāñ a oa er park, ha p'en eñ gavas tost ouch ar gér e klevas ar luzik hag ar e'haniri. Hag e c'halvas unan eus ar vevelien hag e c'houlennas outañ petra e oa kement-se. Hag heman a lavaras dezhāñ: erru eo da vreur, ha da dad en deus lakaet lazhañ ul leue lart, rak distroet eo ac'h. Neuze ez eas droug ennañ ha ne felle ket dezhāñ lont en ti, hogen an tad a zeuas er-maez hag a c'houlennas outañ dont tre. En, koulzkoude, a roas ar respont-man d'e dad; kement a vloavezhiou a zo ma servijan ac'hanout hep dizentin norse ouch da urzhioù ha nac'h eus ket roet din norse ur boc'hig bihan da ober banvez gant va lignoned. Hogen a-vec'h u'eo deut AI MAB-SI DIT, a zispignas kement en doa gant gisti, diouzhtu e lakaas lazhañ ul leue lart evitañ. Neuze e lavaras dezhāñ an tad: Lab, te a zo bepred ganin, hag holl ar pezh a zo din a zo dit. Ret e oa koulzkoude e vije banvez ha plijadur rak ar breur-mañ dit a oa larv hag a zistroas d'ar vuhez; kollet e oa hag adkavet eo bet".

Setu livet deomp er genverindenn-mañ, war-bouez un nebeut hiniennou, an denelezh a wechall hag hini a vremañ. Daou vreur int: unan un tallig koshoc'h eget egile. Gwelomp petra a c'hoarvezas gant an hini yaouankañ, a c'houlennas ouch e dad al lodenn a oa dezhāñ. An tad a roas dezhāñ e lodenn hag e lezas da vont kuit, da redek bro. Ar gen-

veriadenn a gont penaos ne badas ket pell e binvidigezh gant ar lab yaouank; deskin a reas petra e oa kaout naon, o tiwall ar Loc'h, ken e reas e vennozh distrein da gaout e dad. Setu aze en un nebeut geriou ar pezh a c'hoarvezas gant ar lab foran. Gweloup bremain ar gentel a zo da dennan alese. An tad, atan, ne c'hell bezan nemet Doue, evel just, hag ar mab yaouank un darn eus an denelezh. N'eo ket ur wech hepken e c'houlennas ar lab yaouank oush e dad e lod da vont da redek bro, hogen kant gwech, peup kant gwech, ha Marteze Luoc'h, ha kel lies gwech e tistro war an douar e resev eus Doue ur c'horf yac'h ha graet mat, ha gwechou all, war ar marc'had, arc'hant, poell, kened. Eus kement a draou a resev eus Doue ne ra implij vat ebet evelato. Lavarout a ra ar genveriadenn ez eas d'an estrenvro, pell diouzh ti e dad, da /gant/ lavarout eo, pellaat a reas diouzh Doue, dre ar pec'hed. Eno e tispign e arc'hant ar gisti; ha neket e arc'hant hepken, e yec'hed ives. E welout a reomp, en diwezh, o tiwall ar moc'h. N'eus dizenor ebet o vezan o tiwall ar Loc'h, pe loened all; ur vicher eo evel unan all; ar pezh a zo c'hoarvezet gantan eo ez eo kouezhet e renk ar moc'h, ma n'eo ket izeloc'h, dre evan ha debrin re, dre ober eus plijadurezhioù ar c'high pal e vuhez. Marteze en deus graet gwasoc'h, o lakaat e boell hag e alpartiz da skrivan pe da zresan traou izel, da gontannin speredou all. Marteze en deus laeret pe lazhet. Hag ez eo kouezhet izel, ken izel n'en en stlej marteze dre ar straedou o c'houlenn an aluzenn, digempenn, barvek, leun a laou ha goloet e gorf a c'houlioù, ken e vez donjer outan. Merzomp e fell d'ar mab foran, araok distrein da di e dad, goulenn na vezo graet outan evel eus unan eus devezhourien Doue pe, lavaret er c'hiz all, fellout a ra dezhän goulenn labour oush Doue. Hogen ar genveriadenn a lavar edo o labourat. Ma ne blije ket dezhän an diwall Loc'h e c'helle keneret ul labour all. El linennouaraok hon eus gwelet ives e tlee bezan kouezhet ken izel, kollet gantan e yec'hed, ma oa, sur awalc'h, hep pemeur a c'hoant da glask labour. Kement-mañ a lak ac'hannoù da gredin n'edo mui er bed-nan. Ar paour kaez mab foran a oa en "tu all", er bed astrel, en ul lec'h teñval, yen, flauerius, e-touez speredou vil eveltan, en ur ger, en "ifern", pe e yezh ar speredou dienkorfet, en ul lec'h anvet "an treuzou". Aze eo e teuas da welout sklaer, da goupren ne servij da netra dizenti oush lezennou an Tad - rak dont a ra ar speredou da skuizhañ en deñvalijenn hag er boan -, da welout pegen lat e vefe bezan o labourat gant Doue. Hag e reas ur bedenn. Eo, ar pennad (skrivet bras) elec'h ma lavar "nag a zevezhourien a zo e ti va zad, o deus bara founnus", betek "sevel a reas neuze", a zo ur bedenn a-zevri elec'h ma lakaas e goustiañs e noaz dirak Doue. Doue a glevas e bedenn, rak Doue ne zilez den ebet Morse, zoken p'eman en donan eus an iferniou, hag e kasas dezhän ur spered a sklerijenn, pe neur a hini, da dennan anezhan eus an ifern ha d'e zegas d'ul lec'h a repu. Aze e voe graet war e dro gant kalz a garantez. Plijadur bras a vez en neñv pa zeu ur pec'her da skuizhañ en ifern ha pa zeu da c'houlenn labour oush Doue (diavezet er genveriadenn gant ar geriou "distroet yac'h", d.l.e., "distroet gant menrozhiou yac'h"). Evel ma lavare ur spered, ur wech, "plijadur ar speredou uhel a zo goullonderiñ an iferniou". En ti a repu-se e vo darbaret dezhän e zistro war an douar. La'z eus deut furnez a-walc'h dezhän e vo selaouet e ali ives hag e vo lezet da zibab ar c'horf (gwiskamant) a zereo ar gwellan outan evit e "labour" war ar "greunenn". Klasket e vo dezhän ur val nevez, peurliesan unan hag he deus dleou en e genver hag a ranko kaout pasianted gantañ, rak an adenkorfadurezh en devo bremain ne vo ket unan a blijadur hogen unan a "labour", un adenkorfadurezh da zasprenañ ar fazioù en deus graet betek bremain.

Larteze ne c'hello ket adenkorfiñ diouzhtu. Ret eo studian e enkorfadurezh nevezh, peseurt dleou ez eo gouest da baean, gant piv e vo lakaet war an douar, pe zilezo pe ne ray ket, ha ma ra, gant piv.

An aliesañ ne c'hello ket adenkorfiñ diouzhtu dre na ne chom netra ken gantañ - ar genveriadenn a lavar en doa debret e holl vadoù - nemet dle. Er bed astrel e vez dalc'het kontouriezh rik eus kement tra a reomp, ha na ne chom netra gant an hini a zo ret dezhañ distrein war an douar, e ranko labourat un nebeut bloavezhiou evit resev bennozh ur c'horf nevez hag evit diazezañ start e vennozhioù nevez evit ma ne gouezho ket diouzhtu er rollac'h adarre kerkent ha ma vo war an douar. Ret e vo dezhañ rentañ servij er bed astrel evit na c'hello kaout sikour d'e dro pa vevo en ur c'horf fetis.

Le'en deus re a boan, evelato, e c'hell resev un adenkorfadur diouzhtu. Arabat disoñjal ez eo an adenkorfadur un divec'h d'an den dre an ankounac'h a zegas d'ar spered. Skañvoc'h eo a-wechou d'ur spered bezañ amañ war an douar en ur c'horf paralize't eget bezañ er bed astrel keñver-ha-keñver gant e dorfedou. Kement-se holl dre vadelez Doue ouzh e grouaduriou.

Gwelomp bremañ petra eo ar mab all. Ar geñveriadeun a lavar ez eo koshoc'h. Bevet en deus muicc'h. Marteze en deus kant pe daou c'hant enkorfadurezh muioc'h eget e vreur. Ablanour da se ez eo furoc'h. An destenn a lavar deomp ez eo sentus; ne zisent norse oush urzhiou e dad. O lakaat kement-mañ da glotañ oush doare bevañ hor bro-ni ez eo ar lab-mañ an hini a ya d'an oferenn abred ha d'ar gousperou. E vreur yaouankañ a ya d'an hini eizh eur (a zo berroc'h) hag a ya kentoc'h d'ar bal pe d'an ostaleri eget d'ar gousperou. Ar mab sentus a ya da bouriñ gant e valz; heulian a ra boaziou mat ar vro; lont a ra en tiez a bédenn hag e sko alies war e beultrin o lavarout "dre va faot, dre va faot, dre va brasañ faot", hag an holl dud a lavar dioutan "setu ur paotr mat ha fur". E beamant, a-hend-all, a zo hennezh, tremen evel paotr mat ha fur dirak an dud, rak eus an Tad, evel ma klenñ e-unan, ne resev netra. Sentiñ a ra oush ar pezh a gred dezhañ a zo urzhiou Doue dre na ne zero ken outan ober evel e vreur yaouank. Dre skiant-prenet e oar ne gas an hent-se da netra vat ebet. Gouzout a ra e ranker keneret an hent strizh. Daoust dezhañ bezañ pignet uheloc'h eget e vreur e ra diouer dezhañ c'hoazh un dra a bouez: karantez oush an nesañ. Testenn an Aviel hen diskouez splann pa lak ar breur koshañ da golz evel-heñ oush egile: "ar mab-se dit", elec'h lavarout "va breur". Sentus eo, hon eus lavaret, met ne sent nemet dre ma kav dezhañ en devo un dra bennak evit bezañ sentus.

Mat eo lavarout amañ un dra-bennak diwar-benn ar promesaou. Ar promesaou a zo evel pa rafe an dud ur marc'had gant Doue : "Roit va gwaz din en-dro hag ez in da bardon Rymengol war droad!". Kement-se, evel ma welomp dre ar genveriadenn-mañ, a zo faziet. Ar mab sentus a rae hag a sente, da gentañ, hag a c'houenne da c'houde. Ar promesaou a zo falloc'h, dre na c'houenne ar arok ober. N'eus forzh pensos, ne vez ket graet marc'had gant Doue. Doue a ro atav, ha n'eo ket ret goulenn outañ, nag ar arok, na da c'houde. An hini a ra un dra bennak evit bezañ gwelet gant an dud a resev e gopt diouzhtu. Kement oberenn vat a reer a rank bezañ graet dre garantez oush Doue.

Ar Speredegézh, dre ma'z a donoc'h e studi an Aviel eget an darn vrashañ eus ar relijionou all, ha dre ma zispleg ar perak eus an traou, a vir oush hec'h heulieren a gouezhañ e faziou evel hini ar promesaou. Ar sperederien, gwir eo, a c'hell faziañ evel ar re all pa reont ar garitez, o c'hortoz ur gopt bennak oush Doue, met ur fazi a zo ha ne reont ket: gortoz, er bed all, ul lec'h a repos. Ne c'hortozint biken resev ur gador pe ur gador-vrec'h er renk kentañ er pezh a anver baradouz, rak gouzout a reont n'eus ket kement-se. E ti an Tad ez eus labour ha neket repos hag evit bezañ barrek d'ober al labour-se eo e

teuomp amañ da zeskiñ. Ur skouer kemeret eus ar vuhez pemdeziek a lakin ac 'hanomp da gompreñ gwelloc'h petra eo ti an Tad. Un tieg en deus, lakomp, pemzek a vugale. Ar mab koshan a zo aet da vartolod. Pa zeuy hemañ d'ar gér e konje ne lavaro ket e dad dezhañ e doare ebet "chom da gousket betek kreisteiz". Nann! elec'h ma'z eus kelent da ober, bugaligoù da gempenn, chatal da vouetañ, merenn da aozañ, douar da arat, e vije un dra spontus gwelout un den yac'h en e wele da eizh eur. Doue en deus labour e-leizh da reiñ deomp. War hol lerc'h-ni e sav hep ehanan rummadou nevez a speredoù, o tont eus leurennoù izelañ ar Grouadelez. Ha kement-se ne echuo biken, rak, evel ma lavar Jezuz Krist, Doue a labour dalc'hmat.

Jezuz ne gonzas ket, en e geñveriadenn, eus un trede breur, a vije an hini a zo koshoc'h eget an daou all, tizhet gantañ ur bazenn uheloc'h. Ne gonzas ket anezhañ dre ma'z eo rouez-tre war an douar rak an trede breur a vije an hini en dije karantez gwirion ouch e vreudeur yaouank. Eus an eneoù-se ne gaver c'hoazh, war an douar, nemet hiniennou, ur wech an amzer.

Ar mab foran hag ar mab sentus a zo eta an daou rummad tud a ya d'ober poblans an douar. Un niver bras a dud, evelato, a zalc'h ouch an daou rumm war un dro: evit traoū-zo ez int foran, evit traoū all ez int sentus. Tud all a gaver a dremen e-pad o enkorfadurezh eus ur rumm d'egile, o seveniñ lezenn an Emdroadur.

#### Frañsez Pennek

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
UL LEVR-GODELL DIWAR-BENN AN ADENKORFADUR (diwar bajenn 2)

a zo evidoc'h ablamour n'hoc'h eus hen karet kement a zoug ar wech." Da c'houde e lavar kenavo dezhi evel ma'z eo boaz gant ar Spagniz: "Vaya con Dios, Señora". P'edo hi o tistreiñ d'ar gér, war ar vag, he devoe un huñvre elec'h m'en em welas o vevañ en Alambra: hi a oa merc'h kaer ar sultañ a oa o chom er palez-se, e amzer an Arabed.

An degouezh all a zo hini ur breutaer yaouank a V-Budapest, hag e wreg, tud nevez, a yeas da weladermin ur c'hastell e Bro-V-Bayern e-pad o beaj eured. Ar plac'h nevez a gavas ar vro evel p'he dije he anavezet a viskoazh daoust n'her gwele evit ar wech kontan. P'en em gavas er c'hastell he lakaas ar porzhier souezhet en ur c'houlenn gwelout ur gambr prennet elec'h, e laras-hi, e vije kavet daou gorf larv. Ar porzhier a eilgerias n'en doa alc'houez ebet da zigerin ar ganbr hogen ar plac'h a respontas dezhañ diouzhtu e oa ur strollad alc'houezioù a-ispilh dindan an deler. Degaset e voe an alc'houezioù hag hi a zibabas unan hag a zibreñnas an nor gozh. Digoret e voe gant bec'h dre ma oa gwarriet o vezañ chomet pell amzer disimplij. E diazarzh ar gambr e oa div relegenn, unan war ar gwele hag eben war al leur. E-kichen houlañ e oa ur gontell verglet. Lavarout a reas ar plac'h : "houmañ eo ar gambr end-eeun elec'h ez oun bet muntrét". Leuze he semplas.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
TREDE DISKULIADUR

Rua Matias Aires 183 (Consolação)  
São Paulo , Brasil

o tont deoc'h war-eeun eus ar vro a zo tonket da vezañ "Kalon ar Bed ha Bro an Aviel".

Lod en em c'houlenno petra he deus ar Sperededegezh da welout gant ar Brezhoneg. Bez he deus da welout rak ar Sperededegezh, ouzhPenn bezañ relijion (d.l.e., un hent da zistrein an den da Zoue), a zo iveau Skiant ha Prederouriezh. Ar Sperededegezh a lak ar relijion, ar skiant hag ar brederouriezh da gentonian. Evit ar Sperededegezh, na'z eus un diemglev bennak etre an tri skouer-se eus anaoudegezh mab-den a-zivout ur gudenn bennak, n'eo ket diskoulmet ur gudenn rak, o vezan la teu pep sklerijenn eus Doue, ar sklerijenn-se a rank bezañ an hevelep hini, dizalc'h eus ar pezh ma teu deomp dre ur skiantour, pe dre ur prederour pe dre un den a relijion.

Ar geriou a zo stummou da wiskan mennozhioù. Er bed ar stummou elec'h ma vevorp hon eus ezhomm peurliesañ eus geriou (stummou) evit diavezan hor mennozhioù. Dre ma tisplegimp perzhioù hor spered, evelato, e c'helliimp en em gompreñ hep implij kement a c'heriou. Ar vugale iveau, en amzeriou kentan ez eont d'ar skol, a zesk jediñ gant bzhierigou, pe gant kraon, pe traou all; bep un tammig e tilezont o bzhierigou hag o c'hraon, hag e reont gant niverou difetis, a ya o zalvoudegezh war vrasaat. E-keit, avat, ma ne c'hello ket an Douariz lenn an eil re e spered ar re all, eo hon never mirout hor yezh e ratre rak ar yezh a gomzomp, evel ar c'horf lakaet e servij hor spered, a zo ur benveg roet deomp evit kas hon endroadur war raok.

Ar yezhou, bras pe vihan, o deus holl an hevelep diwezh, ha; evel an dud, e steuz lod buanoc'h eget re all. Ma steuz ar yezhou an eil war-lerc'h eben a ziwar-c'horre an douar, n'int ket kollet evit se. An hini en devo konzet brezhoneg, da skouer, en ur mare bennak eus e vuhez, ne ankounac'hay biken ar yezh-se; mirout a ray en "tu all" e anaoudegezh eus ar yezh. Ar speredou uhel a anavez kement yezh a gomzer war an douar. Ouzhpenn-se, kement tra a c'hoarvez en holl-ved a chom nerket da viken en eter. Pa vo aracketoc'h an douar e vo kavet "gwelerien" a c'hello, o kengreizennañ o spered war ur maen, da skouer, kontan kement tra a zo c'hoarvezet dirak ar maen-se. Diwezhatoc'h c'hoazh e vo kavet ardivinkou elektronek hag a c'hello adlavaroù deomp divizoù bet distaget kantvedou ha kantvedou araok. N'eo nellet ur gudenn a baoter gwagennou, a vez diskoulmet gant an elektronerezh. Ne ehano ket aze arakaañ ar skiant; un nebeut kantvedou da c'houde e vo gallet diskouez deomp ar gendivizourien o-unan. A-benn pemp saunt vloaz ac'han, marteze, o devo an Douariz ardivinkou elektronek a c'zell-lint lakaat da adaptapout gwagennou-son bet kaset 2.500 vloaz arack, ha klevout, d.s. Jezuz Krist o prezeg evel n'hen greas pa oa war an douar. Diwezhatoc'h c'hoazh o c'helliimp E welout iveau. "Ar vein a gomzo" a leverer un tu bennak er Skrituriou.

Mar deo ar ger ur gwiskamant d'ur mennozh, an doare da skrivañ ar ger a zo d'e dro ur gwiskamant d'ar ger, d.l.e., gwiskamant ur gwiskamant. An dra a nebeutan a dalvoudegezh eo eta en ur yezh. Eneblezh etre ar Vretoned a-zivout ar reizhskrividur N'eo nemet dicuer a garantez etrezo ablanour da draou all, en o zouce ar politikerezh.

Ar brezhoneg evel benveg d'ur skrivagner a zo diglok, dibarfet. N'eus douetañs ebet, evelato, e vo gwellaeñ gant an amzer dre vezan implijet muioc'h. Ha bez e tleomp klemm ablamour na kavomp diaesteriou evit skriavan ? Nann, tamm ebet, er c'hontrol. Evit stummou hor zeiz n'eus netra gwelloc'h rak se a red ac'hanc'h de tisplegian perzhioù hor spered evit ober kempouez da zibarfeted ar yezh. Embregerezh mat-tre eo skriavan e brezhoneg, dreist holl pa zalc'homp kont eus hor stad a spered divarvel, o kerzhet atav war-raok ha war zu'g an uhel. Jezuz a c'hell hor gervel warc'hoazh da vont da visioner en ur vro elec'h na konzer ur yezh bennak e stad ar brezhoneg, pe wasoc'h, elec'h na vo ret deomp implijout hon holl ijin evit kentelian tud ar vro-se. Evel just e rankimp bezañ diskouezet en araok ez onp barrek d'hen ober. Jezuz Krist a gouze araneeg, a oa, a leverer, ur yezh hep nemeur a aesteriou evit diavezan traou ar spered. Ar Mestr, gant geriou anavezet

gant an holl, a lezas deomp prizusañ kenteliou a zo bet klevet biskoazh war an douar. Evel-se e raimp-ni ur wech bennak iveau ("ar pezh a ran, c'houi hen gray iveau, ha nuioc'h c'hoazh", a lavare Jezuz Krist), ha mat eo deomp hen deskiñ ober adalek bremañ.

Hag o komz eus an Aviel, kounoump ar pezh a lavare Jezuz da Varta, c'hoar Maria (Iukas X-41-42) "Marta, Marta, gwall chalet out (gant traou an ti), da c'hoar Maria he deus kemeret al lodenn wellan, ha ne vo ket tennet diganti". E pep tra ez eus ul lodenn wellañ, hag ul lodenn all ha n'eo ket koulz. Selaou oush Jezuz o konz a oa al lodenn wellañ. Ar skrivagnerien o deus daou hent iveau dirazo: kontañ rimadelloù pe skriavañ traou da uhelaat spered ar bobl. Reñ magadur spered d'ar bobl a zo eus al lodenn wellañ. Roamp al lodenn-se d'ar brezhoneg, ha na teu da vad gantan e vo amzeriou mat evit hor yezh. Piv oar zoken ma ne c'hellfemp ket seveniñ an dra-se koulz pe welloc'h eget yezhouù-zo, ha treuzplantañ e Breizh gwezenn an Aviel ? Kement a sent hon eus bet na n'eo ket posubl ne vije ket trempet mat douar Breizh evit se. Er c'heñver-mañ eo mat iveau dero'hel sonj eus komzou Jezuz Krist: "klaskit da gentañ Rouantelezh an Neñv, hag ar peurrest a vo roet deoc'h war ar marc'had".

Petra eo ar brezhoneg a garomp ? Daoust hag ez eus anezhañ e gwirionez ? Ar brezhoneg skrivet narteze. Evit ar brezhoneg komzet, avat, ez oun techet da grediñ ne deo ar brezhoneg a garomp nemet ur grouenn eus hor spered, pe ne deo, da nebeutañ, nemet ur yezh kouzet gant un ni-verig bihan a dud: ni (da gentañ), hon tiegezh, ag un nebeut aazezeien. (konz a ran eus ar Vretoned o deus desket kalz pe nebeud ar brezhoneg). Pa'z eomp d'ur barrez all e kavomp brezhoneg disheñvel hag e kavomp ennañ atav un dra bennak ha ne blij ket deomp. Seul vui e pellaomp eus ar gêr, seul falloc'h ez a an traou. Merzet em eus un dra evelato: n'eus forzh pegen fall e kav deomp e komz un den ar brezhoneg, plijout a ray deomp ar brezhoneg-se ma plij deomp an den. Lezenn ar garantez a c'hoari aze iveau. An eurvad am eus bet er c'heñver-se, pa oan yaouank, da zeskiñ ha da garout meur a vrezhoneg war un dro. Va zud ha va zud kozh ne ouient ket a c'halleg, ha pa veze bodet an holl er gêr e veze klevet aze brezhoneg Sant Alar, hini an Trehou, hini ar Faou hag hini Rosloc'h, ha me, gant ar baotred all eus va oad a zeske, er-maez, ur brezhoneg all. Ma fell deomp e vije karet hor brezhoneg, eta, eo ret deomp plijout d'ar re a zo en-dro deomp. Evit plijout d'ar re all n'eo ket ret din lavarout aaman petra hon eus da ober. Ar vugaligoù-skol hen goar.

Doue a gemen karout an nesan. Karout an nesan a zo iveau karout ar yezh a gomz. Ne c'hellomp ket eta, e doare ebet, kaout kas eus tud all en abeg d'ar yezh a gomzont. En ur vro gristen e rank bezañ anzavet d'an holl ar gwir da gomz o yezh. Ober brezel d'ar brezhoneg a zo di-gristen. Evel hor c'horf, a servij deomp da venveg en enkorfadurezh bremen, ar brezhoneg a zo iveau ur benveg, eus un doare all, a zo ken ret-all deomp evit emdroadur hor spered. Tennañ ar benveg-se diganeomp a zo gwallan ul lezenn natur.

E-touez an dud desket e Breizh-Izel e welomp daou rumad tud: ar re a gener ar boan da zeskiñ lenn ha skriavañ brezhoneg, hag ar re a drennen dre an enkorfadurezh-mañ hep bezañ gouest zoken da lenn ur frazenn e brezhoneg aes. Ar re gentañ a zo emdroetoc'h eget ar re-mañ. Diskouez a reont kaout nuioc'h a garantez oush ar vro elec'h ma'z int bet lakaet da vevañ gant Doue. Emdroetoc'h int dre ma ne gilont ket rak ar strivedennou a zo ret ober evit kas da benn ur seurt studi. Emdroetoc'h int c'hoazh dre na santont ez int deuet war an douar evit un dra bennak - ha n'eo ket evit bevañ evel an dud voutin - ha lod eus an dra-bennak-se, a welont diouzhtu, eo sikour da zerc'hel bev ar yezh deut dezhio dre o zadou kozh bag a zo gouest da seveniñ he c'hefridi evel n'eus forzh pe yezh all. Emdroetoc'h int, er fin, dre ma'z int kizidikoc'h eget ar re all oush an direizhded a reér c-keñver ar brezhoneg.

Karantez ar Vretoned oush yezhouù all, evel karantez estrenien oush ar brezhoneg a c'hell bezañ displeget dre an adenkorfadur. Drezañ iveau e c'heller displegan arañester da zeskiñ yezh-mañ-yezh.